

Darvoudou
bet c'hoarvezet
e Breiz
euz 1940 da 1944

Eun danevell all
gand
Korantin Riou

Deg pladenn
nevez

N° 15

grd

NEVEZ

BRUD NEVEZ

KELAOUENN VREZONEG MIZIEG

N° 15 - MAE 1978

Rener : Andreo Merser

Sekretour : Jakez Salaun

An oll lizerou ha skridou a zo da veza kaset da : BRUD NEVEZ, 6 ru
Beaumarchais, 29200 BREST.

Priz an niverenn-mañ : 8 lur

- Koumanant-bloaz : - priz ordinal : 50 lur
- koumanant-skoazell : azaleg 60 lur
- studierien, soudarded : 30 lur
- liseaned : hanter-briz, 25 lur
- broiou estrañjour : 60 lur

Eur houmanant-bloaz a dalvez evid 10 niverenn.

Ar chekennou-bank a zo da veza kaset war-eeun da : Brud Nevez, 6 ru
Beaumarchais, 29200 BREST.

Ar chekennou-post a zo da veza laket war ano P.-M. Mevel, C.C.P. 1499-55
Roazon.

I.S.S.N. : 0399-7014

Disklériet hervez al lezenn : Kenta trimiziad 1978.

C.P.P.A.P. : n° 34.627.

Ar merour : P.-M. Mevel

Moulet gand Ti-moullerez ar Martolod, er Gelveneg (Imprimerie du Marin,
le Guilvinec).

C. evid an oll bennadou.

N'eus ket a aotre d'embann eur pennad diwar Brud Nevez, heb beza bet an
aotre d'henn ober.

Ar skridou hag ar pennadou a vez embannet e « Brud Nevez », n'emaint ket
da veza laket war gont ar gelaouenn heh-unan, war gont ar re o-deus skrivet
anezo hebken.

Ar skridou ne vint ket embannet a vo kaset en-dro ma vez tu.

TAOLENN

- Naig Rozmor : Hosanna	P. 2
- Son ar butuner	P. 3
- Yann ar Halvez : Son person Plougasnou	P. 5
- K. Riou : Troiou-kamm ar zant dizano	P. 6
- Yves Miossec : Dreist ar mor braz III	P. 12
- [REDACTED] : Istor : Diwar-benn darvoudou- 'zo bet c'hoarvezet e Breiz euz 1940 da 1944	P. 19
- A. Keravel : Ar skrid-diazez sevenadurel evid Breiz	P. 25
- F.B. : Pladennou nevez	P. 29

HOSANNA

Pa rez d'an tan-gwall diroll e va hroazlez
Ha diskenn en eur gorolli, da gelhia din va daoulin,
Pa stag va halon da c'hoari taboulin,
Pa nij laboused beo va divronn daved da bokou,
Pa deh souden va mez ha va lorf,
Pa hourvezan evidout reiz ha kinniget,
Pa ziwan eienenn dindan da vizied,
Pa stign da oll izili dirag va noazder,
E vez dihun ar zerpan koz en e wezenn avalou.

Pa deuez da en em starnia e va divesker digor,
Pa vezan a-bez goloe ganez,
Pa en em vesk or c'hwezenn hag on terzienn,
Pa dreuzes va horv a flemmadennou,
Pa evez ar hlemmou war va muzellou,
Pa isez ahanon beteg alteri,
Pa groaz va daouarn da houlenn gras,
Pa skrijom on-dau en eur memez mezventi,
E vez deuet ar mare da honid an eost.

NAIG ROZMOR

Son Ar Butuner

1. Laket em-eus em fantazi
Kemered eur horn da fumi,
Evid fumi eur horniedad
Gand eun daou pe dri kamalad.
Me 'gompozo eur ganaouenn
War sujed ar vutunerien.
2. Nann, ne n'eus ket brasoch mizer
Pa vank butun d'ar butuner,
Poan ha chagrin vez 'n e spered
'Vel ma 'nije bet gwall-gleñved.
Atao ema en nehamant,
En defod butun pe arhant
3. Pa vez gantañ kavet arhant,
Setu dezañ soulajamant;
Neuze e ya d'ar bourk tosta,
Leh ma vez butun da werza :
Butun-karod pe butun-korn,
Gand m'e-nevo, ne ra forz pesort.
4. Pa 'n-eus bet butun, ar butuner
A ya joüuz 'trezeg ar gér
Da lared d'e zous koant Loeiza :
« Gra eun tamm tan din da domma,
Ma fuman eur horniad butun,
Rag re bell 'zo emaoñ war yun. »

5. « Eun dra derrabl eo dit va den :

Ha noz ha deiz ne soñfes ken
Nemed fumi korniedadou,
Devi da deod ha da henou.
Emaout atao en nehamant
En defod butun pe arhant. »

6. « Etrezoh, gwragez, merhed koant,
Piou na virfe ouzoh ho c'hoant ?
Pa h it en kér gand ho kudenn,
'Vez karget an dabatieren;
Ar bourveziou a vez grêt
Evid eur pemzeg deiz bepred.

7. Etrezoh, gwragez, merhed koant,
Piou na virfe ouzoh ho c'hoant ?
Mouchouerou en ho kodeliou
Zo ker braz ha tornouerou;
Ar viloni deuz hoh empeñ
Toud e vez fourret er godell ! »

8. Ne gomzan deuz an dudchentil
Na kennebeud an dud abil;
Beleien ha kabusined,
Deuz ar re-ze ne gomzan ket.
Komz a ran deuz an oll dud :
Toud a ver sod gand ar butun.

9. Kamaladed euz Plougoñven,
Setu echu va hanaouenn.
Mar deus er zal eur hamalad
Da ginig din eur horniedad,
Deuz ar henta a vo gwelet,
Rag n'em-eus tamm butun ebed.

* An diou zon ah embannom amañ eo bet savet an hini genta
anezo gand Yann ar Halvez, lesano Jean le Duff, e fin miz ebrel
1927, e Plougasnou. Eur hrogad stard a oa bet neuze, er
barrez-ze, etre kuzul an ti-kér hag ar person, abalamour d'ar
presibital. Yann ar Halvez ne oa ket deuz tu ar veleien, evel a
vo gwelet. Savet eo ar ganaouenn da veza kanet war don
kan-da-diskan.

An eil zon eo hini ar butuner, bet desket gand Jean le Duff e
Plougonven, nemed ar poz diweza a zo bet savet gantañ
e-unan, da vare ar brezel diweza, ma ne veze ket êz bepred
kaoud butun da brena. Son ar butuner e-neus bet kanet Jean
le Duff dirag mikro Radio-Kimerh e miz mae 1959.

Son Person Plougasnou

1. Me ho ped, va Doue
Dond da gemen truez
Dimeuz person Plougasnou
Zo 'n em skuiza bemdez. } diou wech
2. Deuz an eil ti d'egile,
'Ma o klask an aluzenn
Evid prena, emezañ,
Eun ti kaer d'ar veleien.
3. Ar presbiter e-neus prenet
Eun hanter re varhad-mad;
Ha bremañ o klask arhant,
An den zo hardi-mad.
4. N'on-eus nemed ober eveltañ
Evid prena leve,
Komañsom bale ar vro
Ha klask arhant deuz an deiz.
5. Ne jomfem ket gwall bell
Da ober ar vicher-ze,
Rag abred deuz an amzer
E vefe an oll bolis o vale
6. Ma h aje eur mevel paour
Da glask ober kemend-all,
'Vefe laosket ar chas war e lerh,
Pe meinet dezañ e dal.
7. Med, evid ar veleien,
Nebeud a dra 'zo divennet.
Mond endro gand o hesterien
Da glask amañ arhant pe ed.
8. Hag evid an Aotrou Person,
N'eus ket urz da refuz,
Rag dorojou braz an ivern
A vo digor deoh dioustu.

TROIQU-KAMM AR ZANT DIZANO

« Et si les saints s'en allaient tout seuls ?
Ce ne serait pas étonnant.
On ne sait plus à quoi ils servent.
On ne connaît plus leurs noms. »
J.P. Helias, « Le Cheval d'Orgueil », p. 531

Gand eun istreved striz e helled mond beteg ar japel. Eun dudi 'oa, e miz mè, bale en disheol, etre an daou gê. Memez en hañv e chome gleb an douar, didan eur geot druz ha ne zeue mui beuh ebed da beuri, nemed e vefe dre laer, skoachet mad gand al lann hag ar balan. Rag ne oa ken tud paour awalh 'vid kas o beuh da glask he boued en heñchou du.

Piou 'oa ar zantig kuzet er japelig-mañ, neuz dezi da veza eun tamm karrikoz ? Bez' helled a-vad chom aze e peuh, da bedi. Ne zeue den d'ho tirentka, na ki na kaz. Al laboused ? Ha direnket e heller beza gand kan ar voualh er spern, hini ar vilfid e beg eur weenn bubli, ar goukou o tremen, al laouenanig war vord e neiz e man ar hleuz ?... Hag ar zant, o vousc'hōarzin, a roe deoh e vennoz.

Aze 'oa abaoe meur a gantved. Grêt 'oa bet e skeudenn gand kalvez ar harter, a lavarer. Dizoñjet ano ar hizeller... 'vel hini ar zant. Koulskoude, ma zelled pell ha piz ouz sicheenn ar skeudenn, e temweled eun tamm tres liou ruz. Relegou ano ar zant ? Martez 'wali !

*
* *

Eun abardaez a viz du 1971, d'ar rouz-noz. Avel-vor, lukachenn stank. Kristen ebed er parkeier.

An den a ziskennas euz eun hir a oto ruz, dirag penn an istreved. War dro daou-ugent vloaz e oa, paket en eur vantell-hlao re ledan. Ha friet-mad. (N'eo ket pehed beza fri-hir, nann ?)

Euz e chakod e tennas eun tamm kartenn « Etat-Major » hanter zispennet; sellad a reas outi ouz goulou e oto : « Maon digouezet ! » Eun tammig riskluz kavas ar geot hag an deliou maro. Hiniennou euz ar re-mañ, savet enno c'hoant farsal gand an avel, a njajas ouz e veg : flak ! Ne reas van eveljust ouz eur seurd c'hoari. Tostâd a rô ouz ar japel, daoust ma kave displijuz-tre louza, gand al lag, traofn e otou. (Ar blouked-mañ ne ouzont kêt digeri heñchou prop 'vid an douristed !) Trumm, e njajas kuit eur voualh : « Harz al laer ! al laer ! al laer-noz ! » Ne gilas ket an aotrou 'vid sinadou ken dister. Eun den modern e oa, ha nann eun drouiz euz amzer Verkingetorkis !

Digeri 'reas dor ar japel. Setu-eñ e-barz. « War 'n tu kleiz... Aze 'mañ. Eñ eo sur. » Eur zell a reas tro-dro. « N'eus sant all ebet... Mad ar jeu. » Kant dollar didan ar vantell-hlao frank, re frank. Gand e zorn kleiz e serras an nor a glemmichas. Eñ ne glevas ket anezzi. Krefvoh 'oa an avel, duoh an noz, da hlaio bij 'e oa troet al lukachenn.

An den : O ! O ! Redom buan beteg an oto !
Ar zant : A ? Gwelom !

Riskia 'reas al laer ha kouenza war e fri-peul en eur bern kôh-saout. (Bez 'hell c'hoavezoud kement-mañ gand n'euz forz pe gristen !) « Gast ! » a laras-eñ en e vez. Erfin, e gasketenn frapet gantañ war e zaoulagad, e tigouezas beteg e wetur. Dihwez 'oa ar rod a-raog kleiz. « Piou an diaoul... » Prim-ha-prim e lakeas er hour ar skeudenn paket en eur pallenn. Ha dao da jeñch ar rod, hep pedenn reiz ebed, bezit sur !

Vr !... Vr !... Setu ar zant en hent. Biskoaz n'e-noa soñjet e vefe êt da bourmen evese. Gwechall, da gefver e bardon, goude ar gousperou war an ton krampouez-gwiniz, e brosesion ne rô ket eur hard-leo. Ha war bouezig, 'vid ma hellfe ar re goz mond d'e heul heb troh-anal, 'vid m'o-defe ar yaouankizou amzer d'en em zelled, 'pad ma tregerne - tregerne ? n'eo ket gwir ! - eur hantik ha ne oa bet morse e hini.

Eun eurvez war-lerh, e tigouezas an den e tousmaz kér. Pres warnañ. Atô. Ne jomas ket a-zao p'edo ruz ar goulou en eur hraoz-stred. Hag eur polis gagn a oa aze. « 200 lur ! » Ar zant a c'hoarzas didrouz : eun darvoudig a lak eur veaj da veza bourusoh.

Pemp munut tiz, hag an oto a-zao 'vid mad. An den a zougas ar skeudenn pallennet beteg eur gambr tomm, kloz mad, heb avel sil. Ma kredas d'ar zant e oa deut an hañv en e, japel, an hañv heb laboused o kana. Med trouz a oa en-dro dezañ, kalz, muioñ 'ged en istreved zu. Eur vaouez a zellas outañ, a flouras e goad garo gand he bized mistr, hag a laras, gand doñjer : « Med preñvedet eo ! » Mab an ti - eur weenn bubli war-dro pemzeg bloaz, bleo dezañ 'vel eur Jezuz-Krist sinema, lunedou du war e dogn a fri, - a astennas e vuzellou ken e vije bet tu da zeiz yar da gluda warno : « Ha brein eo ! » (Ar pôtrig a gare e vammig !)

Bez' e teus iveauz eur verhig, nao bloaz bennag, bragezet 'vel he breur, med ne zouge ket a lunedou, ha berr e oa he bleo. Kemer a reas ar zant en he dorm kleiz, termen he dormig dehou war 'r hoald (eun allazig !), ha siriuz-tre, e tiskouezas anezañ d'he zeir merhodenn vreizeg, azezet en eur gadovreh. « Setu eur brosesion mod nevez », a laras ar zant d'e vaz. Goude, ar vouillez vian a renkas anezañ e-touez sent all : seiz sant eskob Breiz-Izel, sant Gwenole, sant Edern,... hag eun dousennad re all.

Neuze ez eas an tiegez da zebri koan, hep pedi sant ebed da dañva ar zoubenn, heb rei da hini anezo an disterra profig, ha pa ne ve bet nemed eul lost-marh. Koulskoude - red eo merka kement-mañ - ar plahig a zeus d'o gweled. Ma teus sónj d'ar zant euz bugale garter, gwechall, pa vezent digaset dirazañ gand o mamm, 'vid m'heñfent touch anezañ ha tenna digantañ e vennoz.

A-daoù-trumm, reuz er zal-debri; komzou garo a nije etre tad ha mab en eur yez dianav. Ha setu o tremen, 'vel eun tenn, ar pôtr e fri togn, vlejal evel eul leue diskrohennet. N'ehanas ket ar flao hag an talabao evid se : 'michañs e kendalhe ar gerent da dabat diwar-benn o ebeul. Ha distalet an dôl, tad ha mamm a yeas pep hini d'e gambr.

Da zeiz eur diouz ar mintin (eur an heol ha nann hini ar gouarnamant) e savas on tud. N'o-doa ket saout da horo, na moh da voueta. Eun tamm peuh bennag a oa deut da heul an novez. Martezee ne oa ket parfet-parfet an traou, med didrouz e chome an eil hag egile. Debri 'rejont lein (lein, e mod Kerne), ha pep hini d'e du.

*

* *

Va den a oa 'ta marhadou sent koz ha kozachou all. Da lared eo e prene, e werze, e strok, da lakâd e voudedenn da greski 'veljust. « Em yaouankiz, e soñje ar zant, am-eus resevet

a-wechou tud euz ar ouenn-se, a bede ahanon d'o sikour, en o micher, a bromete din... Med dizofjal a rînt buan o fromesaou, eur wech grêt ganto o zaoliou kaer. »

Da zeg eur e teus tre eun denig treud, disto-krenn, siriuz 'vel eur bolom koad, eur harnedad chekennou gantañ en e zorn kleiz. Piz e sellas ouz ar skeudennou, ouz ar zichenou. N'ouzon perag e houlas, dirag sant ar japel gollet : « - Pegeñment ? - 500 lur... nevez. » E oa o vond da brena ar zant ? Hemañ a zellas outañ, dicheg. Sponta 'reas an denig moal ? Martezee, rag krena 'rê e zorn, hag, o tastum e chekennou, e laras : « Re ger 'vid eur paour-kêz treu 'veldom-me. Kenavo ! »

Da unneg eur nemed pemp, setu eur plah yaouank, eun dekenn, gwisket cheuh. Estiammi 'reas va den dirazi... hag hi a estlammas dirag ar merhodenou. « N'emaïnt ket da werza ! » a zistagas, tristig, ar fri-peul. Mond-ha-dond a reas-hi dirag an oll skeudennou. Kemer a reas unan bennag en he daouarn o ivinou gwer. Dirag ar zant dizano e chomas 'pad eur vunutenn. Prena 'ray ?... Paseal 'reas ivin hir ha lemm he biz braz dehou war he muzellou ruz-tan. Hag, en eur huanadi : « A ! », kuit heb ranna grik.

Unneg eur hanter... Drin... Hag en ti, eun den korfet-kaer, e ziskoaz ledan, warmañ eur vantell-hlaor frank, re frank. Eun tamm frig a netra euh e vuzellou teo : neuz d'eur pesk. Daved sant Korantin ez eas 'ta. Med patron Kerne ne blijas ket dezañ. Perag ? Kit da hoûd e petra e soñj an dud hag a wel kement a draou war o skramm tele ! Aon a zavas en den da veza boued ar zant, 'vel gwechall pesk Ploudiern ? Erfin, ne brenas netra. Martezee e kave gwelloh, ar frig a netra gand e vantell re frank, ober 'vel ar fri-peul : mond da jaseal sent er chapeliou kollet...»

Da greisteiz, mern. Droug en ozah. Cholori adarre etre tad ha mamm. Ar verhig a leñve, ar weenn-bubli a zelle ouz an emgann, o vousc'hoarzin droch.

Ar zant : « Va « ferhenn » a chintras e zerviedenn war gein ar haz. Spontet, e tistroas buan ar wreg d'ar gegin. Neuze an den a zeus beteg ennon, a bakas ahanon, trumm, rust, 'vel ma vije bet o vond d'am frika etre e vized kaled, a bignas d'ar grignol, va staplas e-touez ar merhodenou torret, ar pallennou roget. E pinijenn. Esoh dresa eur zant koad 'ged « mestronia ar vuanegez hag ar c'hoantegeziou diroll », e-giz ma lare sarmoner va fardon diweza. »

*

* *

Ar bloaz war-lerh, da viz du, ar mab a dorras e har gand e.

voto.

Bloaz goude, da viz du, e zistroas ar wreg da di he mamm, da zivouza.

Peuh a oa en ti ar bloaz all : 'pad tri miz, ar chaseour sent koz, paket war an tomm, a oa bet lakêt el loñch gand ar varnerien.

* *

Da viz du, pa zistroas d'ar gêr, e seblante ar fri-peul beza prenet eun tamm furnez. (Lod' a lar eo ral traou 'velse). Pignad a reas d'ar grignol. Ar zant ne oa ket debret c'hoaz gand al logod. Mond a reas en oto gand e « berhenn ». Ha kemer hent Naoned-e-Breiz. E kér an Duked, ar marhadour sent e-noa eur hamarad a hellfe prena ar skeudenn goz. Pell diouz e vro hindig, e veve, marteze, sioulloh ar zant. Alaz I N'edo ket an Naonedad er gêr... Ne fellas ket d'am zen ober eun dro wenn ha goullo. Mond a reas da Zant-Fiakr, eur barrezig e kreiz ar winieg, evid prena muskadig, ken plijuz da eva pa liper istr pe ligistri. Or zant a gavas Fiakr donezonet-kaer : gwiniegour e Bro-Naoned, ha liorzour e Pouldruzig. N'eo ket permetet traou evelse, dreist-oll pa 'z eus sent ha n'o-deus ken na bod na loj...

Eun tammig badaouet e oa ar blenier o tistrei war-zu ar gêr. Med ne bilas morger ebed. Ha bravoh ober hent gand eun den chichant 'ged e kompagnunez eur penn-môns diwar zour.

* *

Ha d'an deiz war lerh, a-raog ar rouz-noz, dao adarre en oto ruz. Eun eur goude, e chomas ar wetur a-zao. An den a ziskennas war an hent godronet. Selled a reas ouz e gartenn. Selled ha selle... « Aze 'oa an istreved, gurun ! »... Aze 'oa... Ne oa ken. Nag istreved, na kê, na chapel, gwasoh c'hoaz !... Talgosou a oa berniet an eil war egile, relegou eur bed all, o hortoz an tan. Dirazor, eur gompezenn, digor-frank 'vid c'hoariou foll an avel-vor. (Darn a gont ne zant ket an deknonokated an avel, ha gwir eo e revont en disheol hag en disklaoo.)

Seton den « nehet 'vel sant Per gand e behed. » Evid priz ebed ne zistrofe d'ar gêr gand ar zant... Goude prederia eur pennad, 'pad ma krigne e ivinou du, e reas e zoñj kas anezan d'an iliz-parrez. (Petra ho-piye grêt, c'hwi ?)

Den er ruiou d'an eur-se : bian ha braz a zelle ouz an tele en eur hortoz koan. Den en iliz : na person na kure. (N'eus mui kureed e parreziou 'vel Plouiks).

Ar zant : « Va « ferhenn » va dougas beteg an aoter vraz.

Ha kuit ! Kenavo er Baradoz ! D'ar mintin war-lerh e teuas eur beleg en iliz 'vid an overn. Ar person nevez, mod nevez. N'anavezet ket ahanon, ha me n'e anavezet ket. Pa welas ahanon e oa sabatuet-krenn. En e blas e vijen bet ken estonet hag-ên, sur. Ken e laras etre e zent : « Piou hemañ ? Prefvedet eo ! Med euz pleh e teu ? Ha petra ober gantañ ? Kas kelou d'an eskob ? Pedi an tele da zond ? Brud a rafe an dra ze da Blouiks. A-walh 'vid sevel eun abadenn gand ar homiser Bourrel ! » Farsadennou... Ne blijen ket d'an Aotrou Person-mañ : ne oan nemed eur zant koad mod koz. Med ne stlapas ket ahanon e-touez ar bleuniou goëfvet hag al linad a-drefh an iliz. Va loja 'reas er zekretiri, da hortoz eur respont skîr a-berz an Aotrou Doue. (Hemañ 'anavez sur e oll zent, nann ?) Ha setu pez a hoarvezas...

D'an overn-bred e pignas - ha me gantañ - war eun doare skabell, e-kichenn ar spied. Prezeg a reas en eur yez ha ne oa ket hini va japel-me. Eun dra bennag a gomprenis memestra : « Neb piou bennag hag anavezfe ar zant-mañ a zo pedet da zond d'ar zekretiri ar henta'r gwella. » Den ne fiñvas. Echu ar brezegenn, ar beleg a lezas ahanon war eur bank er heur.

Goude an overn, eur vaouez koz a zeuas betegennon. Kemer a reas ahanon en he daouarn treud krijet. Ha mousc'hoarzin ! Ha me iveau ! Mai-Gorantina, intañvez gwella mevel braz ar barrez, hi hag he-doa digaset din er japel va diweza boked, pevar bloaz 'zo. Ne oan mui maro 'vid an oll !

Mond a reas da gaoud ar Person, konta dezañ istor va japel. « -Med pe anio a zoug ar zant-se ? - N'ouzon ket 'vad. Eur zant e oa hag ez eo. Roit anezan din. Emaon o chom e-kichenn e japel a-wechall. Du-mañ e vo tost er gêr. Ha plijadur am-mo o kinnig dezañ kaerra bleuniou va liorz. - Mad, intron, (O la la !) Kasit anezan ganeoh, ha buez hir deoh ho-taou. »

* *

Tiig Mai-Gorantina a oa chomet eur hè en dro dezañ, eur hè gand balan, sperr, lann ha laboused. Hag he mab-bian Tudi a gomze adarre va yez-me. Dispar, eun enezenn baradoz, meulet ra vezou an Aotrou Krist !

Ha ma tistrofe ar zent, ar mod-se ?
Ne veve ket eston !
I 'oar da betra 'servichont !
Zoken ma n'o-deus ano ebed ken...
War an tamm douar patatez-mañ.

K. RIOU
Ell priz Per Trepos 1976

DREIST AR MOR BRAZ

III

On beaj etre ar Gwadeloup hag ar Martinik ne bad ket pell, tro ugent munut. Ar harr-nij ne glask ket sevel ken uhel en êr, na tost, hag a-raog. Chom a ra war-dro pevarzeg pe bemzeg kant metr. Setu e hellom gweled mad an enezenn-mañ. Dond a ra buan war-zu ennom gand he meneziou begeg, glaz beteg an neh.

En em gavoud a reom warni just a-zioh kér « Saint-Pierre », ar gér, ho-peus soñj, bet oll distrujet er bloaz 1902, gand ar menez-tan a vez greet outañ e galleg « le Mont-Pélé », ar « menez Divleo ». Hemañ a zo a-gleiz deom, kuzet e veg en eur goumoullenn wenn.

Kér « Saint-Pierre » a oa d'ar poent-se eur gér braz a-walh, peogwir e oa c'hweh mil den warn-ugent o chom e-barz. He gweled a reom dindannom. Med n'eo bremañ nemed eur bourk, eur Bourk dister, kluchet e-harz troad ar menez, war vord ar mor, eur mor brao, glaz-du dindan an heol. Trist a-walh eo da weled : an tiez, tiez bihan gand toennou ruz-yell pe ruz-du, hag a vije lavaret ez eus lod anezo o souba o zreib en dour, a zo tiez paour, dislivet ha louz; pell 'zo eo tremenet an amzer ma oa warno al liou melen a roe dezo eun tamm stumm.

EUR MENEZ O TISLONKA TAN

Eun tamm uhelloh eged an tiez bihan-ze ez euz war-zu ar menez pevar pe bemp ti braz uhel, a zeiz pe eiz estaj. Ar re-mañ a zo eno war glaster ar parkeier evel eur bern kaoh ki

war eul liñser nevez gwalhet. Pa weler anezo, gwintet ken uhel e-harz troad ar menez, e teuer da en em houllenn hag o skiant a oa c'hoaz gand an dud o-deus lakaet o sevel eno evel-se. Petra deuio da veza ar paour-kéz tud a vev eno, ma teu adarre eun devez bennag kounnar a-walh e kreizenn ar menez evit henn lakaad da zislonka a-greiz-toud, eur wech all, tan ha mein-teuz evel trizeg vloaz ha tri-ugent zo ?

Kousket eo bremañ; ne zav ket zoken eur vogedenn diwarnañ. Med piou a oar peur e teuio dezañ dihuna ? Petra c'hoarvezo neuze gand an tiez-se, ken uhel, hag a n'emaïnt ket ouspenn sez pe eiz kilometr ouz e veg, heb zoken eun draonienn evit o diwall.

Pa en em gav ar harr-nij a-zioh an enezenn, ez eo eun dudi he gweled. En he hreiz n'eus nemed meneziou sonn ha begeg, stok-ha-stok; etrezo, an traoniennou a zo don ha striz, ken striz ma'z eus just plas enno d'an traon d'an dour da ziruilla, kas gantañ, gwenn gand an eonenn, euz an eil mén war egile. Eno n'eus nemed koajou. Ar re-mañ a zo dirag on daoulagad evel eun tapis divent hag a ya beteg an dreymwel, eun tapis ken glaz ha ma ne weler e neb leh nag e Breiz nag e Bro-Hall. Ped seurt glaz a zo warnañ ? N'on ket goust d'henn lavared. Amañ hag a-hont ez eus tachenou glaz-du ha pelloh re all hag a denn war ar melen. E meur a blas ez eus re all hag a dosta ouz ar gwer; larkoh e weler c'hoaz re all hag a zo warro evel pikou ruz. Eun tapis marellet euz ar re gaera !

Kaer am-eus sellid mad ne welan ket koulz lavared a zour labour. E kreiz, war an meneziou, n'eus ket eur park. N'eus ket a barkeier nemed e bord ar mor, tro-war-dro d'an enezenn, war eur vandenn douar striz, war dorgennou izel ha ront.

TAMM PRES EBED WAR DEN

Prest emaoz a-zioh Fort-de-France, kérbenn ar Martinik. Ar gér a vije lavaret ez eus enni diou lodenn disheñvel. Unan, an hini vihana, en traof, e bord ar mor, war an dizolo, endro d'eur fjord koz ha d'ar porz-mor. Eno, ema an tiez stok-ha-stok, toud hefvel gand o mogerion gwenn hag o zoennou ruz, a-hed ruiou euen-tenn. Eben, al lodenn vrasa, a zo skignet pell, tro-war-dro, en neh, war an torgennou, e-toez ar gwez glaz hag ar fleur; amañ an tiez a zo, evel en traof, gwenn o mogerion ha ruz o zoennou, med kalz int brasoh ha bravoh; pell emaint an eil diouz egile, kant pe zaouhant metr da nebeuta, pep hini en eur jardin vras, hanter-guzet dindan ar gwez hag ar fleur.

Ar harr-nij a ziskenn brao hag êz, e Fort-de-France.
Kerkent ha ma'z eo chomet a-zao, ez om digemeret evel eun
eur hanter kentoh e Pointe-à-Pitre. Eur wech digoret an nor
deom e teu adarre an èr tomm da zailla warnom hag eur
barrad-dour d'on lakaad da hortoz eun taol all en avion.

Med ar gaouad ne bad ket hirrohed e Pointe-à-Pitre. Hag
amañ evel eno, kerkent ha ma'z eom er-mêz, e welom adarre
eun êzenn deo, bah ha pouunner, o sevel diwar an douar.
Hemañ a zeh koulz lavared raktal.

Pa dostaom ouz an aero-gar, va daou mignon ha me, on-eus
ar joa da weled o mab, Alain, hag o merh-kaer, Marie-Paule,
en neh, war al leur-doenn, o hedal ahanom gand o bugale.
An èr o-deus o femp da veza yah-mad en desped da
dommder pouer ar vro. Rouzet int gand an heol tomm. Ne
zeblant ket o-dije bet an disterra poan o houzañv tommder an
enezenn e-pad tri bloaz.

O gweled a reom a-bell, med mond beteg enno a zo eun afer
all ! Tost da ziv eur e rankim gortoz a-raog. Perag ?
Abalamour pa vez en em gavet e penn ar veaj ez eo red
adarre gedal en aero-gar evel ma oa ranket henn ober e Pariz
a-raog sevel er harr-nij.

Gedal adarre, perag ?

Gedal a rankom ken na do sellet piz an archerien ouz on
paperiou; gedal a rankom goude ken na vo bet rentet deom
on malizenn, ha gedal a rankom d'ar fin ken na vo bet furchet
homañ gand ar valtouterien.

Med arabad deoh soñjal ez a an traou amañ evel e Pariz. E
Pariz, an implijidi a labour mad ha buan, buanna ma hellont,
evel ma rit-c'hwi, evel ma ran-me, da lavared eo evel tud
rezonabi hag a fell dezo gounid o bara e-giz ma'z eo dleet,
heb en em laza, med iveau heb chom da dreinella.

HO KOUNNAR O TEUZI...

Amañ n'eus pres war den ebed. Mond a ra an oll goustadig,
goustadig gand o labour. Da genta, pa welit anezo o tond, o
vond, o tibrada pe o kas eun dra bennag, ken luguduz an
traou ganto, ne hellit ket mirec da vousc'hoarzin ha da heja
ho tiskoaz. A-benn eur pennad goude, pa deuit da veza
inouet o hedal dirazo, e sav en ho kalon eun tamm droug
outo. Med a-benn ar fin, gand an tommder pounner a bouez
warnoh, ar friantiz a zo ennoh ne vez ket pell o fallaad hag e
teuit da veza reiz evelto : ar gounnar a deuz ennoh gand ar
c'hwezen a ziruill euz beg ho fri beteg bizied ho treid hag a
zalho da ziruill ken n'ho-po gellet kuitaad an dillac gloan a zo
c'hoaz ganeoh.

Med ho pasianted n'eo ket echu ganti da veza gwall-gaset,
dreist-oll pa'z it da zal ar pakadou da glask ho malizenn. Er
wech kenta ma erruit enni ho-peus peadra a-walh da vond e
belbi.

Ar zal he-deus, evel e peb aero-gar, lakom pevar-ugent pe
gant metr hed war zaou-ugent pe hanter-kant metr lehed. Eno
e welit dirazoh eur bern tud, ar re oa ganeoh bremaig er
harr-nij. Eno eh en em gavont oll, hag emaint bodet, pe
gentoh berniet, evel ar gwenan en hed war brank eur
wezenn-avalou, endro d'eur seurt taol izel ha striz. An
daol-mañ he-deus furm eur helh hirrohed egañ na'z eo ledan,
wardro deg pe zaouzeg metr hed ha pevar pe bemp lehed.
Warni e tro heb ehan eun espez lerenn blad (a vez greet outi e
galleg « un tapis roulant ») hag he-deus marteze eur metr
lehed. Homañ a zo warni leun a valizennou; ar re-mañ a vez
stlapet warni en eur penn, heb evez ebed, gand an implijidi.
M'ho-peus c'hoant kaoud ho malizenn ez eo red deoh da
genta klask tostaad ouz an daol hag an dra-mañ n'henn reoh
ket heb poan. Ma n'oh na braz na kreñv, e rankit chom
war-lehr pe houzoud c'hoari gand hoh ilinou, bounta en
tu-mañ, bounta en tu-ze, pe en em zila evel eur zilienn evid
mond er renk kenta, pe, ma ne hellit ket mond beteg eno,
sevel he fri dreist tok hemañ pe rei eun taol-lagad etre an
daou-ze. Ma n'he gwelet ket war al lerenn ez eo red deoh
c'hoari adarre gand hoh ilinou, med en taol-mañ evid dont
war ho kiz ha mond eun tamm pelloù beteg eul lerenn all
heñvel hag a zo kemend a dud endro dezi. Hag eno ho-po
adarre kemend a boan o tostaad.

MATLTOUTERIEN LAOUEN

Pa vezoh eet evel-se eiz pe zeg gwech euz an eil lerenn
d'eben, pa ho-po skuillet c'hwezen a-walh evid koll pevar pe
bemp lur e-pad an amzer-ze, ho-po marteze ar chañs da
weled ho malizenn o tond dirazoh.

Laouen, e kav deoh ez eo echu ho poan. Med diwallit mad :
arabab deoh bremañ kaoud daou zorn kleiz pe e veloh ho
malizenn o tremen dirag ho fri heb gelloud kregi enni. Homañ
a ya gand ar foeltr hag a ray teir pe beder zro all a-raog ma
hellioù paka krog enni.

Ma n'oh ket bet biskoaz e sal-pakadou eun aero-gar, ne hellit
ket gouzoud pebez gwaskadeg a vez eno pa en em gav eur
harr-nij bras ha pegement a boan a vez o klask kaoud ar
malizennou. Ha brao c'hoaz m'he-deus homañ dalc a-walh
evid dont beteg ennoh heb beza bet diframmet he frenn. Rag
aliez eh en em gav hanter-zigor pe zigor zoken dirag he
ferhenn. Peseurt penn a rafeh neuze ma vijeh ar perhenn ?

Kavoud a ra din e rafeh evel ar re a welan amañ : n'eus forz pegen togn e oa o fri a-raog, bremañ, dirag o malizenn digor hag o zammou traou hanter-gollet ez eo eun druez gweled pegen hir eo deuet da vez.

Koulskoude ne glever den o klemm. Chom a ra an oll da hortoz heb lavared grik, gand pasianted, o daoulagad evel stag ouz al lerenn a dro, evel ma vijent touillet ganti. Ne gredan ket zoken e vije divorfil a-walh o spered evid kompreñ e hellife an hini a garfe laerez o malizenn heb poan ebed. En eul leh hag a zo kement a dud ennañ ha ken stank, e hellife an hini e-nje c'hoant kas gantañ kement malizenn a blije dezañ, heb beza paket. N'eo ket lagad skoelf ar paour-kêr archer, hanter-gousket e-touez an dud, a zo o hedal eno, eo a zo gouest da weled pe ya ar valizenn gand he fherhenn pe gand al laer.

Kavet on malizenn ganeom, va mignonned ha me, ez eom da glask al leh ma rankom he rei da furchal d'ar valtouterien. Ar re-mañ a welom buan a-walh, tost d'an nor a vo dleet deom tremen drezi evid mond er-mêz an aero-gar. Eno emaint harpet, hanter-azezet war eun daol hir. Re skuiz int, kredabl, evid chom en o zao hag evid furchal ar malizennou. Pevar emaint eno, o fevar hanter-vorianed. Bez' int paotred vraz, ledan o diskoad ha reud; eun tamm re lard marteze. Tud laouen e selantont bez, rag eur mousc'hoarz ledan a zo war o muzellou. Med, ar pez a zo gwelloc'h evit dom-ni, e leuskont an oll da drezen dirazo heb klask furchal malizenn ebed. Re skuiz int a dra-ze, a gredan; surroh int, evel o henvroiz, da veva koz ma ne zachont ket re war o faour-kêr kov.

Ha n'eo ket ni eo a glasko o lakaad da labourad. Kollet on-eus dija amzer a-walh hag eo mall ganeom mond er-mêz da gaoud Alain ha Marie-Paule.

Ar re-mañ a zo braz o joa o tigemeret ahanom. Med ne chomont ket da dreina ganeom eno. Kas a reont ahanom buan gand o diou oto beteg o zi, a zo eur pennad brao ahano (tri pe bevar kilometr euz kreiz-kêr), e-touez ar gwez, war eun dorgenn uhel.

TAMMOU LIEN EVID GISCARD

Dre ma'z eom, e welom beb an amzer, a-zioh on penn, a-istribill ouz eun orjalenn, tammou lien gwenn hir ha ledan, treuz ha treuz d'an hent, merket warno gand peñfur ruz, e lizerennou braz, geriou da heti donedigez vad da Brezidan ar Republik, an aotrou Giscard d'Estaing.

Petra a lavarit 'ta diwar an dra-mañ ? Pa deu da zoñj deoh diouz an traou a gonte, daou pe dri devez zo, ar hazetennou hag an televizion e Pariz ? Dreist-oll pa 'm-mo lavaret deoh ez eo komunist aotrou mîr Fort-de-France, an aotrou Césaire hag e guzulieren ? Poan am-eus o kredi o-djie lôsket ar re-mañ da lakaad tammou lién evel ar re-ze a-zioh ar ruiou hag an henhou ma n'o-djie ket bet c'hoant tud an enezenn da ober eun digemer mad d'ar Prezidant. Rankoud a ra beza gwir ar pez he-doa lavaret din ar vaoeuz en oa bet em hichenn en avion etre ar Gwadeloup hag ar Martinik.

Pa houllennan digand Alain konta din ar pez e-neus gwelet e-unan, e lavar din e-neus bet ar Prezidant eun digemer euz ar re gaerra. Eur bern tud a zo bet e kêr, o klask gweled ha klevet anezaf. Ma n'eo ket eet eñ d'an ti-kêr pa oa an aotrou mîr ouz e hortoz, n'eo ket abalamour ma oad o klask mireñ outañ eo, med abalamour ma oa en em volet kement a dud er ruiou ma ne chome ket ken a blas a-walh d'e oto da baseal. Hag an dra-mañ, toud ar re am-mo kaoze ganto en deveziou war-leh henn lavaro din adarre.

Med it da glask tenna euz penn ar re o-deus lennet ar hazetennou pe gwelet an televizion ar pez a zo bet skignet gand ar re-mañ e Pariz ! Evito n'ema ar wirionez nemed gand ar re-mañ !

Kaer am-eus, eur wech deuet endro, lavared d'am breur-kaer ar pez a zo bet displeget din e Fort-de-France gand toud ar re o-deus gwelet gand o daoulagad ar pez a oa tremenet eno, n'eo ket ar re-mañ eo a fell dezañ kredi, med ar hazetennou hag an televizion.

Eun dra zo hag a gaver souezuz pe erruer er Martinik evid ar wech kenta : ar prenestrou n'int ket hefvel tamm ebed ouz on re deom-ni e Breiz. N'eus stalaf ebed hag ar gwer n'eo ket lakaet warno evel amañ. Ar Martinik a zo eur vro domm ha ne vije den goustet da badoué enni ma vije serret ar prenestrou; ezomm a vez atao da gaoud èr fresk aleiz. Evid-se, war ar prenestrou n'eus nemed laonennigou gwer hag a n'o-deus ket ouspenn eiz pe zeg saftimetr lehed hag a heller sevel pe ziskenn, seul vui ma vez c'hoant kaoud muioh pe nebeutoh a èr, hefvel ouz al laonennigou a vez lakaet a-wechou dre amañ e neh prenest ar gegin, evit tenna an êzenn diouti. Abalamour dà ze e vez atao avel-red en ti. A-hend-all e kav din ne hellfed ket harpa.

FURMIOU HA LIOUIOU ISKIZ

Er Martinik e sav an heol da c'hweh eur, hañv-goañv. Me a

deu bemdez euz va gwele eun tamm a-raog ma sav, da bemp eur hanter, ha kerkent ha ma tibouch war an drewwel ez an da azeza er-mêz dirag ar gambr, war eur gador-hir, beteg eiz eur, ken na vez servichet an dijuni. N'on ket gouest da lavared pegement a blijadur am-bez eno e-pad ar pennad amzer-re.

Biskoaz em buhez n'eus bet dirag va daoulagad eur gwel evel an hini a vez bemdez dirazo d'ar poent-se. An oabl, heb eur goumoullenn, a deu tamm-ha-tamm, pa dosta ar poent d'an heol da zevel, da veza glaz-ruz, hag en eun taol-kont e weler ar helh alaouret o tifoupa dreist ar meneziou. An traou neuze a gemer eur furm hag eul liou iskiz, ken kaer ha ma ne vez gwelet e nebleh, nag er Frahs nag e bro all en Europ.

Pell dirazom du-hont, e tistag net war an oabl dent begeg ar meneziou glaz-moug, en tu all da lenn-vor Fort-de-France. Biskoaz ne vez gwelet kemend all en on bro. En tu kleiz d'ar pleg douar, ar hoajou gwez-kokos glaz, amañ hag a-hont damvelenet, a ya da goll war-zu an drewwel en eur vorenn dano.

Tostoh dirazom, ema ar mor glaz-du. N'eus ket eur mouch-avel, med gweled a reer warmañ, plas amañ, plas a-hont, evel luhedenno arhantet.

Tostoh c'hoaz, war ar porz ha war kér, e sav ar moged sonn en êr diouz siminalou ar bagou ha re an tiez, rag amañ e teu' abred an dud er-mêz euz o gwele. Izelloh egardon, wár bantenn an dorgenn, e welan toennou teol ruz hanter-guzet e-touez deliou gwez braz ar jardinou ha berniou fleur a bep seurt liou.

Eur gwel burzuduz a vez evel-se beb mintin dirag va daoulagad. Ma vije ar Baradoz da veza war an douar, ne gav ket din e hellfe beza en eul leh all.

**Da veza kendalhet.
YVES MIOSSEC.**

**DIWAR-BENN DARVOUDOU'ZO
BET C'HOARVEZETE BREIZ
EUZ 1940 DA 1944**

Euz ar brezel diweza, e vez tro da gomz aliez a-walh bepred, ha deuz ar stad ma oa an traou er mareou-ze. Meur a leor hag a studi, kalz filmou hag abadenno tele ive, a zo bet savet ar bloaveziou diweza-mañ - hag a vo savet c'hoaz sur mad - diwar-benn an amzeriou trubuilhet-ze.

Unan deuz ar gouennen a vez kasket kaoud eur respont dezañ, e Breiz amañ d'an nebeuta, eo an hini a zo bet displeget evelhenn gand Alain Deniel, en e leor diwar-benn an Emzao etre an daou vrezel (1) : daoust ha liproh e oa bro-Vreiz pa oa gwasket dindan yeo an Alamagn, evel an Europ a-bez, etre 1940 ha 1944, evit n'eo bet da houde ? « Ya, eo a responte moarvad stourmerien a Emzao, en eur zoñjal er yez, er gizou koz, er zevenadur », a skriv Alain Deniel.

N'eus ket ezomm da glask pell, e gwirionez, evit kaoud eo hennez ar respont a rajent. Nevez 'zo, e-neus bet tro Maodez Giannodour da gomz euz an amzer a oa o ren goude 1940 evel euz unan « habaskoh » evit araog, hag euz an amzer adaleg an Dieubidigez evel euz « eur Purgator. » (2). Tost da dregont vloaz 'zo, e oa bet heñvel respont Roparz Hemon, p'e-noa skrivet : « e-pad pevar bloaz, euz 1940 da 1944, e tremenas eun avel a frankiz war Vreiz. » (3).

Padal, hervez Alain Deniel, ma veje gouennen digand ar Vretoned o-unan respont, « kredabi braz, e komzfen euz ar rekitisionou, ar brizonierien, Kastellbriant... »

N'em-eus ket manket da zoñjal en oll gomzennou-ze en eur lenn efforennoù Yann Bouessel du Bourg, alias Hervé Lanndiern, ema ar gelaounn Imbourc'h o paouez embann. (4) Muioh evit biskoaz, marteze, ema ar hiz gand a beb seurt tud

da gonta o envorennou, ha n'eo ket atao eur hiz fall. Nemed leor Bouessel du Bourg ez eus ennañ peadra frank da gaoud doñjer outañ : o lenn anezañ, e vo heuet - ha n'eo ket feuket hebken - kement den eo tomm e galon eun disterra ouz an demokratelez hag ouz al liberte, pez na vir e feson ebed ma helljed kared kemend-all hag e vro hag e genvroiz. ar hontral-net zoken.

* *

Eur hennard e oa c'hoaz Jean-Marie Bouessel du Bourg pa grogas ar brezel. En eur famili a aristokrater hag a vourhizien e oa ganet, dezo, war a zeblant, maneriou, domaniou ha kargou. Ar peb brasa euz e vugaleaj hag euz e yaouankiz a dremenais e diavêz euz Breiz, nemed ar vakañsou. Levezonet gand e lennadennou ha gand darvoudouigou all, e teus abred, diwar ar per a gont, da veza eur broadelour breizad. Kregi a reas ennañ zoken, pa oa c'hoaz 12 pe 13 vloaz, hag eñ e skol e kostez Pariz, ar c'hoant da dehoud deuz ar skol, evid « tizoud Breiz, c'hweza tan an emzao e-touez ar gouerien hag embann dieubidigez Vreiz. » Na mui na maez. C'hwita a reas e daol gand ar paotr, evel just, ha netra ken nemed dre ma oa bet kouezet en eur waz-dour, hag en em gavas gand e hroñj faoutet, ha tri dant torret...

Deuet da Roazon e penn kenta ar brezel, e 1940, e tarempredas Yann Bouessel du Bourg kerkent paotred Breiz Atao, evel a vez laret, ha lakaad a reas dioustu e ano e Strollad Broadel Breiz, ar PNB. Kregi a reas ive da zeskibrezoneg, kement-mañ oll mui pe vui heb gouzoud d'e dud, beteg ma oa bet kondaonet da veza karhariet eun nebeud deveziou, paket ma oa bet o pega paperennou eun nozvez ouz moyerioù Roazon.

Ouspenn an dra-ze a reas or Yannig, rag, da weled, beza er PNB ne oa ket tra-walh evitañ; prest e oa - hag eo bepred, emezañ, - da verval evid e vro. Mond a reas eta da heul Lainé. E oa hemerñ neuze o paouez diazeza al « Lu Brezhon », « eur strollad dibar », hervez Bouessel du Bourg, hag e heuillas pleustradegou ha kenteliou al « lu ». En eur hao, e veze desket dezañ ha d'e gamaraded « troiou-brezel ar chouanterez ». Kemer a ree perz er bodadegou renet gand Lainé, pa oa hemerñ o klask lakaad war droad eur « Breiz Atao » nevez. Evel e geneiled, e stialek e zaouarn da Lainé, alias Neven Henaff, Untersturmführer da zond, pa veze hemerñ o hervel anez a vond da vrezelia ouz paotred ar strouez, da lavared eo pa vezent iset gantañ da vond da chaseal tud ar Rezistañ.

Pa zavas Lainé ar « Bezen Perrot », sanset « kenta bagad on armead da zond », hervez or skrivagner, n'e-noa Bouessel du

Bourg nemed eur c'hoant : « mond e-barz. » Nemed a-eneb e oa e dud, ha gortoz a reas evid rei e ano, hag a-benn ar fin ne reaz ket, daoust ma kemeras perz e buhez ar Bezen, en eur ober gward, en eur zeskis tenna, framma ha diframma an armou, hag o teski brezoneg hag... alamaneg : evel a skriv en e leor, « stag e (oe) dija ouz ar Bezen », hag ar re a oa e-barz a oa e « geneiled » hag e « vreudeur ».

Hag en e vleud e oa o tarempredi tud ar Bezen. Dija, e mis even 1941, pa oa bet taget ar Rusi gand armeoù an trede Reich, m'e-nije bet gellet, e-nije bet laket e ano da vond da armead ar Reter, evel reou yaouank all en em gannas « kadarn-dreist o vedi klad e-leiz. » Bremñ, ar Bezen, ne gave ket dièz tamm ebed kaoud kenteliou gand eun ofiser alaman; nebeutou c'hoaz trinke gand an Alamaned p'en em gave an digouez; ha kaoud a ra an dro da veuli « ar vreudeuriez vrezel nevez skoulmet etre Bretoned hag Alamaned. » Gwelloc'h c'hoaz : « daoust da bez (e-noa) klevet evel ar re all diwar-benn ar Voched », e veze eñ « heuet » o weled an dud o kaoud kasoni outo !

Perag n'eas ket Bouessel du Bourg da vad er Bezen Perrot, a-benn fin ar gont ? Gweled a-walh a ree avad e oa an tu kreñv gand ar Re Unanet, eur wech ma oant bet dilestreñ e Normandi. Gweled a ree ive Breiz a-bez o vond da heul ar Rezistañs, hag e oa nehett - memestra - o soñjal e oa o vond d'ober brezel d'e bobl. Med kement-mañ ne oa ket tra-walh evid mired outañ da lakaad e ano er Bezen, rag '« goude ma vije bet faezet-mik Alamagn, e (vije) aet a-walh d'eur baroud a enor », ken stard all e krede ar paotr bepred e oa an Alamaned « enebourien on enebourien ». Ma ne zinas ket, daoust pegem tost e oa bet da vond da heul Lainé « beteg penn pella ar bed », e oe nemeden abalamour d'ar horzou a zistagas Lainé eneb ar relijion : damweled a reas neuze Bouessel du Bourg « a-dreñv an Alamagn, tasmant euzuz eun dro-spered ha ne zeree tamm ebed ouz (e) relijion. » Poent e oa...

Ha koulskoude, tregont vloaz goude, eo evel m'e-nije Bouessel du Bourg keuz da nompaz beza bet eet er Bezen : ennañ e o bet en em gavet, emezañ, ar halonou « glanna ha nerzusa » euz en Emzao a-bez. Derhel a ra da zoñjal ive, ha « muioh-mui », ne oa nemed an Alamagn hag a oa goust « da unani Europa ha da zavetei sevenadur ar Hornog. »

Ouspenn c'hoaz : « bet on a-du ha chom a ran a-du, emezañ, gand ar re o-doa lakaet ar stern en-dro d'o horv evid savetei ar vro hag he fobl en eur c'hoari gand an Alamaned. » N'eo ket heb rezon e soñjas, eñ, eur wech echu ar brezel, sevel eun armead all evid ren ne h ouezer ket peseurt emgann...

Med ar homzou-mañ, ar peb brasa euz ar Vretoned n'o-deus ket bet lonket anezo da vare ar brezel, ha n'eo ket bremañ eo e vefent prest d'henn ober. Kana meuleudi d'an Alamanted pevar bloaz ha tregonc goudé fin ar brezel, Yann Bouessel du Bourg n'ema ket e-unan ouz henn ober avad : e kompagnuñ vad ema evid se gand ar re a zo amañ hag ahont, dre an Europ, o klask gwenna an Nazied deuz o zorfejou. Kenlabourerien an Emzao a zo er memez mod war a zeblant, o klask adsevel o fenn, o rei da gleved, na pa vez ken, o-deus bet rēzon oh ober kement o-deus bet greet e-pad ar brezel...

Pouenza a ra er heñver-ze Yann Bouessel du Bourg meur a wech, evid lavared « *ne oa ket Strollad Broadel Breiz war an heveleb pazenn ha kevredigeziou ar genlabourerien hall.* » D'an nebeuta, n'e-neus ket klasket divenn Lainé nag e skipaill er stumm-ze, oh anzao dre ze e oant bet, int bepred, kenlabourerien d'an Alamanted. Kenteliuz eo, war ar poent-mañ, gweled Bouessel du Bourg o tisplega perag e tougas tud ar Bezen ar memez giskamant-soudard hag an Alamanted : « *gand eur gwiskamant ipisial, hervezañ, e vije bet èz da baotred ar Strouez hall anavezoud anezo ha kement a blijadur o-dije bet o tenna warno ha chaseourien war goniked eur waremm.* » !

Daoust hag ema re ar PNB da veza laket er memez sah ? Med en eur lakad ne oant ket « *war ar memez pazenn* » hag ar genlabourerien all, abred eo gand an dud eo e oa bet sellet outo evel ouz ar re a oa eet deuz tu an Alamanted. Petra zo bet kaoz d'an dra-ze ? Michel Denis, kelerner war an istor e skol-veur Breiz-Uhel e R̄azon, a ro deom ar respont, er gwella studiadenn a zo bet savet sur mad diwar-benn an Emzao e-pad ar brezel diweza. (5).

Rag e kement keñver a zo, eo e oa troet an Emzao war-zu ar facism, e-keñver filozofiez, evid pez a zell ar mennoziou war dachennou ar politik, an ekonomiez, evid pez a zell an doareou-ober, hag all... ha kement-se araog ar brezel dija. Anez da ze, biken n'e-nije bet kontet an Emzao war an estrajjourien ma oa an Alamanted - ha peseurt estrajjourien d'ar poent-se - evid klask gonid he « *frankiz* » da Vreiz. Biken ne vije bet klasket rei da gredi e oa an Emzao didu sanset, pa veze dalhmad war ar memez tro o klask beza gwelet mad gand an Alamanted.

Gwir eo, e keñveriou 'zo, n'o-deus ket marteze bet kenlabouret tud an Emzao gand an Alamanted, kement ha reou all 'zo. Med taoler evez e-neus greet Michel Denis eo en desped dezañ eo n'eo ket bet eet an Emzao ken pell ha m'e-nije bet karet mond moarvad war an hent-ze, hag en e eñvorennou just a-walh, e tiskouez evad Bouessel du Bourg, m'e-neus bet eur wech bennag eun tamm diskred ha disfiziâns e-kêñver an Alamanted, eo drez dre ma oant bet

« *ken dizeblant ouz kudennou Breiz ha ma 'z int bet ouz re Flandrez pe Oukrainia. Laosket o-doa da goueza e ludu, ar henauenien anezo, ar spi degaset gand o zreh...* »

Ha penaoz ahendall nompaz teuler kont n'eus bet nemed hent ar Resistâñs ha n'e-neus bet biskoaz fellet d'an emzaverien heuilla, e-pad ar brezel ? Biskoaz n'o-deus soñjet, evid ar peb brasa anezo, e helljent beza bet klasket ober evel ar Vretoned all, beza bet klasket derhel penn d'an Alamanted, ha beza bet dibabet neuze hent an demokratelez. Evel a skriv Michel Denis c'hoaz, ar re a zibabas mond dioustu e-barz ar Resistâñs a oa bet ken buan all gwelet fall gand ar rest euz an Emzao.

Perag beza bet chomet heb dibab an hent-se ? En ênvorrennou Bouessel du Bourg, e kaver ar respont a zo bet klevet kant gwech dija gand rerenerien an Emzao e-pad ar brezel, eo e oa an Alamanted, sañset, evid ar Vretoned, (evel ma oant bet evid an Iwerzoniz e-pad ar brezel kenta) « *enebourien on enebourien* ». Med simploz evid an dra-ze e oa, ha kenteliuz eo adarre gweled Bouessel du Bourg oh anzao eo war eun dro « *a-eneb d'ar Hallaoued ha d'ar Volchevikid (eo) e felle (dezañ) en em ganna.* » Kalz a vije kavet da lavared diwar-benn eur frazenn verr evel homañ. Nemed hirio bepred e-neus Bouessel du Bourg er memez stumm ar « *spi da rei eun deiz (e) vuhez evid (e) vro* » : daoust ha disklièria a fell dezañ ober e-neus ar bed hag a vez lavaret eo libr, da ren eur seurt kroaziadeg eneb an oll boblou ha ne veje ket o gouarnamanchou diouz e zoare ? Ha ni Breiziz da ren hirio c'hoaz eun emgann a vrezel a-eneb ar Fransizien all ?

Ma zo traou da jehñ e Breiz - ha piou a nahfe n'eus ket ? - n'eo e stumm ebed evelse eo e vint chenchet.

* * *

Euz eur poent diweza euz leor Herve Lanndiern e ranker komz c'hoaz. Eur wech liberet Breiz, pe dost, e oa « *dirollet ar mor endro din, emezañ. Eur gorventenn ruz a ree he reuz, hag edod o klask diverka peb tra brezon. Bemdeiz e veze taolet kenvroiz er hampou-kendastum...* »

War ar poent-mañ c'hoaz, e talvez ar boan lenn studiadenn Michel Denis. Evid eur wech, e roer deom chifrou hag a zo, gwir eo, re nebeud anavezet, sed e hell èssoh a ze tud evel Bouessel du Bourg pe ar re a vez o klask displega en o giz penaoz eo bet dibennet an Emzao fin ar brezel, rei da gredi a vije bet poursuet an emrenerien - an otonomisted, evel ma lavar an dud - tra ken nemed war zigarez ma oant otonomisted. Komzet zo bet evelset deuz 2.800 a stourmerien

euz an Emzao hag a vije bet heskinet e fin ar brezel : hennez eo ar gont eo a zo roet gand ar Boterf en e leor diwar-benn Breiz e-pad ar brezel.

Tri seurt chifrou eo a ro deom da houzoud Michel Denis avad :

- ar gont deuz ar re a zo bet dastumet er hamp Margueritte e-tal Roazon : ne oa nemed 148 anezo hag a oa er PNB, ha c'hoaz, eme Michel Denis, ne heller e feson ebed kefveria ar hamp-ze ouz re an Nazied en Alamagn er bloavezioù araog.

- ar gont deuz ar re a zo bet lazet war an taol, heb prosez na netra : barz departament ar Morbihan eo a zo bet lazet ar muia a dud evelse e fin ar brezel : 200 en oll (e Penn-ar-Bed, 116, ha n'eo ket 402; en Aochou-an-Hanternoz, 70 ha n'eo ket 215). Diwar an 200 mañ, n'eus bet nemed 10 o vez bet lazet abalamour ma oant otonomisted, pa zo bet laket 115 d'ar maro abalamour m'o-doa bet gwerzat tud, pe dre m'o-doa bet kenlabouret gand an Alamanted, 21 dre ma oant bet oh en em ganna asamblez gand an Alamanted, hag 50 dre m'o-doa bet greet koñverz gand an eñebourien.

- ar gont diweza eo hini ar re a zo bet kondaonet goude al Liberasion. En Aochou-an-Hanternoz, n'eus bet kondaonet stourmer breizad ebed gand al lezvarn, ha n'eus bet nemed 13 a otonomisted o vez bet kondaonet diwar 313 a dud bet dirag ar « chambre civique »; er Morbihan, 17 hebken, diwar 148.

« Eur vojenn eo eta, eme Michel Denis, e vije bet peurzistrujet kriz an Emzao » da vare an Dieubidigez, evel a vez roet da gredi peurvuia. Ar peurliesa, ma 'z eo bet kondaonet an emzaverien, eo dre ma oa traou all da damall dezo, beza bet kenlabouret e stumm pe stumm gand an Alamanted, hag all... Mad e-nije bet greet Bouessel du Bourg eta lenn ar studiadenn-mañ, araog dispilega deom eur wech all ar memez tezennou...

Eun dra vad eo, - evid ar yez, evid al lennegez, evid ma vefe gallet skriva, istor ar vro - e vije tud a beb seurt o tibuna o eñevrennou. En em houllenn a heller koulskoude, daoust da beza a zoñj Youenn Olier, hag eñi ne raje ket gwelloh tud evel Bouessel du Bourg tevel, eur wech da vad.

War dachenn an istor, e hell o eñvorennoù kaoud eun dalvoudegez bennag. Arabad dezo evelkent èsè lakad an dud da zistrei da zorhennou eun amzer a hellom kredi eo tremenet mad.

J. RANNOU

(1) Alain Deniel. Le mouvement breton. Maspero, 1976, p. 329.

(2) Le brasier des ancêtres. 10-18, 1977.

(3) Al Liamm, n° 20, 1960.

(4) Fernand Goblet, d'ar corlennenn. Imbeurc'h, 1978, 115 p. Bruderez a zo bet anezvid al lez-mañ en unan euz riverennou diweza Al Liamm.

(5) Michel Denis. Mouvement breton et fascisme : Signification de l'échec du second Emsav. In : Régions et Régionalisme. PUF, 1977.

War eun dachenn all, eme Michel Denis e penn Skol-Veur Breiz-Uhel e Roazon, hag eñi eo ive a zo o paouez beza anvet da gents Prezident Kuzul Kulturel Breiz.

Ar skrid-diazez sevenadurel evid Breiz

- PENAOZ EO BET DISLIBERET
- PETRA 'ZO E-BARZ
- PENAOZ NE VEZ KET SEVENET AR PROMESAOU
- PETRA EO AR HUZULIOU NEVEZ A ZO BET LAKET E PLAS

1. Eun tamm distro war giz da genta : kinniget gand Prezidant ar Republik, e miz c'hwevrer warlene, eur chart pe skrid-diazez sevenadurel a zo bet votet ar bloaz-mañ gand Kuzul-Breiz, d'ar 24 a viz genver, ha sinet eo bet eun nebeud amzer goude, gand ar gouarnamant. Eun tamm istor a-neus ar skrid-se, hag a heller konta berr-ha-berr evelmañ :

a) an danvez-skrid kenta a oa bet savet gand ar Huzul Ekonomik ha Sosial, a-benn miz even 77 - goude beza bet goullennet all ar strolladou sevenadurel breizeg.

b) deut dirag komision gulturel Kuzul-Breiz, e oe kemmet al lodenn euz ar mennad-se o tenna d'ar Helaenn, gand lakaad en he leh eun destenn hirroh ha munutoh he danvez (1) hag ahendall, e oe treuzreizet ha disterraet lodennou all (2).

c) ar mennad da vad, savet evelse, a oe votet gand Kuzul-Breiz d'an 23 a viz gwengolo, kuzulieren ar PS hag ar PCF o nah kemer perz er votadeg, en abeg ne oa ket gouezet hag-eñi ar gouarnamant a zigemerfe ar mennad ; kannad an UDB a votas a-eneb; ar guzulieren all a yeas a-du.

d) bez e oa e-barz ar skrid votet diou lodenn a-bouez : unan diwar-benn Kelenn ar brezoneg ha kultur Breiz, unan all diwar-benn ar Helaoua dre radio ha tele. Ez e oa kompreñ n'helleñ ket tud ar gouarnamant gouzañv e teufe da vad en hent-se kement a vez nahet gantañ, abaoe bloavezioù, rei evid kelenn or yez.

e) Setu 'ta, da heul divizou-kuz gand ar gouarnamant (ar Prefet-Rannvro o vez a bet, e gwirionez, diouz ma lavaras, an den nemetañ o « kourata » en an Breiz I), a oe kinniget, e miz kerzu, d'an Asambleou-Rannvro eur mennad nevez,

disheñvel-mad war veur a boent diouz hini Kuzul-Breiz. Kemmet e oa penn-da-benn ar reolennou bet merket, e-barz skrid gwengolo Kuzul-Breiz, e-keñver ar Helenn hag ar Radio-Tele, hag eun urz nevez a oa lakaet e-barz ar chabistrou all da heul. An « digoradur » a jomas damheñvel, gand tenna kuit dioutañ, evelato, frazenou 'zo, pouezuz ar ster anezo. Chom a reas ive e penn an Titl kenta : Kelenn ar Brezoneg, diou arroudenn euz an diskleriadur a oa e penn kenta ar chabistri diwar-benn an dra-ze....

f) Plega a reas an darnviau euz kuzulierien Vreiz ouz youl tud ar gouarnamant : d'ar 24 a viz genver 78, e oe votet « skrid Pariz », koulz lavared heb kemm ebed (nemed eur chifrenn bennag war daolenn ar yalhadou-staliata). Ne oe kleved o sevel rebech nemed a-douez kuzulierien an tu kleiz, hag a votas a-eneb ar Chart, bet disleberet gand Ministr an Deskadurez ha gand FR3.

* * *

2. Gant se avad, **he-deus Breiz he Skrid-diazez, da dalvezoud evid pemp bloaz lerh-war-lerh.** Evel m'ema ema, ha gwella tra zo d'ober, da hortoz kaoud gwelloc'h, - eur Chart all, pe eul lezenn, pe eur Statud ar yezou minorezel - a zo klask tenna implij anezañ endra vo gellet...

Dao deom da genta gouzoud petra zo divizet ennañ. Da hortoz kaoud dirazom an droidigez voulet, e brezoneg, euz ar skrid-se, bet greet gand Visant Seite war houllenn an Dr. Benard, dezreveller pe « rapporteur » ar chart dirag Kuzul Breiz, e pedom ol lennerien da adlenn an « analizenn » dre ar munut a oa bet embannet kentoh war Vrud Nevez (3).

* * *

3. Eur varnadenne verr. - E gwirionez, evid pez a zell ar Helenn, an darnviau euz ar « reolennou » embannet gand ar chart a oa bet kemennet dija, evid oll yezou mimorezel bro-Hall, abaoe 1976. N'eus a nevez nemed reolennou an eurveziou kelenn brezoneg da veza lakaet e servichou ar vistri...

Hogen, ar rummadig eurveziou embannet e Roazon d'an 30 a viz mezeven gand Rektor Roazon, dirag Ministr an Deskadurez - 350 eurvez « ouspenn », pa veze ezomm 2.000 pe vuioh - a ziskouez anad-mad, ne vo ket sevenet promesou ar chart, en eil derez, e 1978-79 !

Evid ar « **Zelled ha Kleved** », ker pell emaoù dalhmad deuz an diou pé deir eurvez brezoneg a garfem kaoud bemdez, war ar radio, ha diouz an diou pé deir eurvez tele, beb sizun... Ahendall, ar « huzul-alia » n'eo ket bet krouet, evid ar mare, dihalloù e vo ouspenn-ze, e keñver renerien FR3 e Pariz !

* * *

4. Ar Huzulioù nevez. Eur ger diwar-benn ar re a zo bet krouet gand ar chart :

a) **Kuzul Sevenadurel Breiz** : karget eo da rei aliou diwar-benn ingala yalhadou d'ar strolladou hag oberennou sevenadurel breizeg; aliou a hello rei ive da Guzul-Breiz e-keñver ar politikerez kulturel e Breiz.

Bez e vo ennañ 63 den, pa vo bet anvet an oll da vond e-barz : 6 kannad a-berz Kuzul Breiz; 3 a-berz ar C.E.S.; 15 a-berz an departamanchou; 11 a-berz ar hèriou enno dreist 30.000 den; 4 a-berz ar skoliou-meur; 2 evid « Skol-Uhel ar Vro » (Institut Culturel de Bretagne); 10 evid ar strolladou tiez-kultur ha re yaouank; 1 evid ar CERAM (Lotudi); 4 a bennadureziou dibabet gand ar huzul. Kargidi uhel ar rannvro a gemer perz e labour ar Huzul, heb kemer perz er votadegou.

Bodet eo bet diou wech Kuzul Sevenadurel Breiz : e Roazon, d'ar 24 a viz ebrel; e Naoned d'ar 4 a viz mezeven. Anvet eo bet an aotrou Michel Denis, Penn-Rener Skol-veur Breiz-Uhel, da Brezidant ar Huzul. Eur bureo 13 den a zo bet anvet ive e Naoned.

Kroget eo ar Huzul gand e labour rei aliou diwar-benn ar yalhadou ha diwar-benn politikerez ar gouarnamant e-keñver yez ha kultur Breiz, Goulenner e-neus Prezidant ar Huzul beza klevet gand ministr an Deskadurez, a-zivoud implij reolennou ar chart er bloavez-skol da zond diwar-benn ar helenn brezoneg.

b) **Bureo Teknik evid Breiz.** E labour a vo : rei tu d'ar strolladou hag all... da implij eur rummad materiel (sellec ha kleved, gouleier, moullereziou, hag all...); embann ha skigna moulladuriou, pladennou, kasetennou, skeudennou ha traou all; skoazella an oberiantizou o tenna da vired ha da greski Herez kulturel Breiz; marteze sevel stajou evid ar re karget da gas an oberiantizou-ze endro.

Krouet eo bet dindan stumm eur gevredigez hervez lezenn 1901. Renet eo gand eur huzul 25 den : kuzulierien-rannvro, departamanchou, kériou braz, hag ar stad, ha daou gannad

a-berz ar strolladou kulturel. Prezidant ar bureau teknik a zo an aotrou Jouault, kuzulier departamant an II-ha-Vilen.

c) Komite etre-departamanchou, ennañ 9 gannad a-berz ar stad, ha 9 a-berz ar 5 departamant a Vreiz, karget da ginnig penaoz ingala ar skoazellou-arthant evid kas endro al labouriou sevenadurel. Implij a ra ar homite-ze hervez e venoz, an alio roet dezañ gand Kuzul Sevenadurel Breiz.

Ha bez e vo neuze d'ar Huzulioù-departamant dibab da vad talvoudegez ar yahadou ha da biou o rei. Ar homite-etre-departamanchou e-neus 3 milion a luriou nevez da ingala evid ar bloavez 1978, e-sell an dispignou « kas-en-dro » (fonctionnement). Ar yahadou « staliata » (equipement) a vez da rei da heul an dibab greet a-unan gand dileuridi ar Stad ha re Kuzul-Breiz. Taolenn ar yahadou staliata evid 1978 a gaver e-barz ar chart, hag e sav ar yahadou-ze da 6 milion a luriou nevez.

Disklériadiennou dastumet ha barnet gand : A. Keravel, Kuzulier-rannvro a-berz kér Vrest.

(1) Skrid nevez kinniget gand an tu kleiz, nemed e o skarzet diouz ar pennad-ze traou a-bouez (skolou-levia, stummidgez ar viatri, lisañs...)

(2) Lodenn an « taoliou-oberia-skwer » (eur rummad oberou a zo bet lezet a-gosteze).

(3) Gweloud an n° II, pp. 18-21.

EMBANNADURIOU EMGLEO BREIZ

Evid studi pe kelenn ar yez :

* KOMZOM, LENNOM HA SKRIVOM BREZONEG, gand J. Tricolore

Diou levrenn : Kenta lodenn - Eil lodenn	pephini : 25 F
Diou bladenn da heul al lodenn genta (KLT)	24 ha 28.50 F
Eur gasetennig e brezoneg Leon, da heul an eil levrenn	40 F
Evid Bro-Wened : eur gasetennig evid al lodenn genta	30 F

* AR BREZONEG DRE RADIO, LE BRETON PAR LES ONDES, gand V. Séité

Daou levr :	
Kenta levr, (evid ar re a zo o kregi gand ar studi)	17.50 F
Eil levr (eil bloavez)	19.50 F

Eur gasetennig da heul peb levr	pephini : 30 F
---------------------------------------	----------------

* Al levriou-ze eo a vez implijet gand ar Hentelloù dre lizer-mañ :

- Levriou J. Tricolore : Kentelioù dre Lizer Skol ar Merher, A. Merser, 6, ru Beaumarchais, 29200 Brest

- Levriou V. Séité : Skol dre lizer, V. Séité, Ti-Carré, 29150 Kastellin

Da veza goulennet en oll stalioù-levriou pe digand :

EMGLEO BREIZ, B.P. 17, - 29266 Brest Cedex

C.C.P. EMGLEO BREIZ, 1649-07 U Rennes

PLADENN NEVEZ

Eur studi a-zoare a vije dao ober a-benn gouzoud ped pladenn ar bloaz a vez embannet bremañ gand kanerien ha muzisianed euz ar vro, e-keñver an niver a veze o tond er-mêz na pa veze nemed deg vloaz 'zo. Keñveria a helljed ober ive ar seurt diskou a veze embannet neuze, hag ar re a vez bremañ. D'an nebeuta, ar mizioù diweza-mañ, n'eo ket bet treut ar geusteuren, peogwir eo euz deg pladenn nevez eo e hellan renta kont amañ.

ALAN STIVELL

Krogom gand an hini a zo bet greet gand ar brudeta euz kanerien Vreiz, Alan Stivell e-unan. Eur pennad 'zo, e oa peadra d'en em houlen gand peseurt hent e oa eñ o vond. Rag disheñvel kreñv deuz kement e-noa bet greet arao, eo e oa e ziou bladenn ziveza. « War-lezh boud bet deut a-benn da voud anaveet », e-noa bet fellet dezañ emeañ, lakaad e vrud da dalvezoud evid bruda « barzed meur on amzer-ni » hag evid servijoud « ou dispah kulturel » : setu ma kane barzonegou Keineg, Ker-verziou, Mañenez Glannour, Per Denez ha Yann-Ber Piriou, war douion bet savet gantah peurvia, ha c'hooariet gantañ ouz an delenn.

Goude ze, e-noa bet savet e-unan eun heuliad a zonion nevez diwar-benn on amzer dremenet hag on amzer-vremañ, med peadra a oa da gaoud abeg ailez ar hanouennou-ze, rag eur feson dezañ e-unan eo e-neus Stivell da zibuna istor ar vro, ha bet zo bet tabut e gwirionez diwar-benn an disk-mañ, e meur a gelaouenn (1).

Daoust ha n'eo ket bet digemerat koulz ar pladennou-mañ hag ar re araog ? D'an nebeuta, n'eo ket bet deuet da vad an dro-Vreiz diweza e-neus greet Alan Stivell just arao volatadou miz meurz; war goll eo bet zoken, dre mu n'eus ket bet o vond da zelajou anezañ ar wech-mañ ar poblaodou tud a vez o vond arao.

Padal, disk nevez Alan Stivell a diffe Ober berz. Anvet eo bet « Un dewezech barzh gér », ha kalz musik a zo warnañ : toniou bat kempennat gantañ, pe re all, hag a skrivar war ar golo ez int bet savet « hervez an 'mor », war an taol. Da gredio zo e oa bet kavet pe gempennet an toniou-mañ memestra tammoù pe damm en arao. Da vihana, traou plijuz eo a zo da zelajou war an disk, na pa vez ken nemed an ton kenta, « trinques nos verres », diwar eun ton koz a Vreiz Uhel, pe c'hoaz « Inizi Hantarnoz ».

Stivell a gav dezañ eo ar mamez spered eo a zo o ren e-touez an diud en oll vroioù keltieg, n'eo ket souezuz etia e vije klevet war ar bladenn-mañ meur a don deuz ar broioù keltieg all, diou ganouenn dreist-all, unan deuz Kerne-Veur, hag eben deuz an inizi Hebridez. N'eus neuze nemed

diou zon vrezoneg war an disk : eus ton-dafs, « tabud Kemper », hag a zisplieg penaoc e deuet « kouerien a villor da Gempere, rag c'hoant o-doo da veva evel ar sitoianed all... », ha gwerz « ar wezen aoulou », ha ne gomprener ket avad perag, e lavarer eo eus a Vreiz-Uhel, pa oar un oil eo deuz Kerne-Uhel.

Taoier evez a vo greet e-neus Stivell oet eul liou nevez da galz euz an toniou a glever war an disk, er radio e-neus dispieget e-nos bet felet dezaf digemer a beb seurt lezonouzi diwar muzikou all, n'eoo ket iskin nevez e vije kavet eur seurt doare jazz da doniouzo.

Taolom evez ive n'ema ket Alan Stivell ken e ti Fontane, hag ema bremati dindan ar gompagnunez vras CBS, daoust m'eo bet laket label Keltia 3 war ar gole ive, Keltia 3 o vez eo un ti-embann diskou bet savet gand ar muzisian e-unan (2).

AN DREGERIZ

N'heller a feson abed kefveria naved disk an Dregeriz gand hini Stivell, zoken ma vez Soazig Noblet o c'hoari ouz an delenn eveltañ. Deg vloaz zo eo e o bet dizezezet ar strollad, hag abaoe, e-neus kaset endro beilladegou hag abadenou a beb seurt, e bro-Dreger a-bez evel just, med e leh all ive.

e Geriou ha notennou pennauet hervez an digouezui » eo a glever war ziskou an Dregeriz, Tregeriz hag o-deus c'hoant da veza gwriennet don en o horn-bro. A-wechou koulskoude, e vez klevet gan-to, war ar pladennou med er beilladegou ive, kanouennou nevez hag o-devez an duod sur mad poan a-wali houala anezo, dre ma zint barzegouet savet e brezoneg uhel, ha dre ma ne vez ket klasquet gand ar ganerez distaga ar hom-zou e doare Treger.

War an disk-mañ avad, ez eus eur ganaouenn hag a blii, eo « son ar patez » an hini eo, bet savet ar homzou anezo gand Per-Mari Mevel. Na veze nemed selanou an duod o tiskana gand an Dregeriz, e beilladegou ar goafv tremen, evit gwled e plij dezo ar patatez evit gwir, hag ar ganaouenn nevez-mañ kerkoulz all. Kanouennou galleg a zo ive war an disk, ha meur a hini all e brezoneg, dreist-oed e merhed iwerzon », bet savet ar homzou anezo gand Per-Mari Mevel c'hoaz, hag

an ton gond Soazig Noblet, en eor d'ar merhed a vez o vanifesti en Ulster evid a peoh, evit lavered « nam d'ar brezel, nann d'an emgann ». Meur a don all a zo bet kempennet evel kustum evid an Dregeriz gand Fanch Danno (3).

AN TRISKELL

Telennerien eo a zo euz an Triskell ive. War an diskou all a oa bet greet ganto aragog, e vezent klevet o son ouz an delenn dije, med kana a reent ive. N'eus kom-zenn ebet war o zisk nevez avad, muzik eo a glever euz an daou du, gand an daou vreur Keffileant, Pol hag Herve, skoazellet gand soneren all.

Lavarom dioustu eo brao ar gole war an tukenta, hag e-neus eun doare boy-skout, e tro-kein. En diabarz avad, ez eus dispiegadenou gouizieg gand René Abjean, diwar-benn istor an delenn, ar feson da c'hoari hag all... Deski a room evelise e vije bet c'hoaz e kostez Kastellin, war-dro 1930, eun telenner koz hag a c'hoarie gand eun delenn euz ar re simple : an hini diweza diez beza euz telennerien an amzer goz. N'eo nemed gand Alan Stivell eo a zo bet adroet brud d'an delenn gelieg e Breiz.

Gand meur a hini eo bet laveret e oa an Triskell gwelloh muzisianed evid na cant kanerien, ha n'on ket peil deuz lavered hefivel. War ar bladenn-mañ, eo eun dibab a doniou eo a ginnigont. Tonioù-dahs (gavotenn ar menez, an drol ha toniou a-boz(an hader) ad kempennet. Tonioù koz eta, ha re nevez, unan anezo bet savet, mar plij, en eor d'an gompagnunez BAL. An ton anvet « Inizi Hebridez » a zo kaer-eun ton nevez eo c'hoaz, bet savet, a laverer deom, war devinier an Aber Beniget... (4)

BARON-ANNEIX

Bombard ha biniou koz bremati. An daou zoner Jean Baron ha Christian Anneix n'int ket ar re genta deuet, rag meur a wech eo o-deus bet gonezet ar priz kenta e pardon Sant Herve e Gourin. An eil disk eo dezo d'ober en eur ober nebeud a amzer : da gredi zo eo bet plijet an hini kenta.

An eil a ray ive, ha ma oa bet greet an

hini kenta war hanter gand Michel Tou-tous hag e gomper, hema nevez a zo bet savet penn-da-benn gand Baron hag Anneix. Esoh a ze e hellont rei da glevet da ganta eun nebeud toniou a vro-Wened : bale Plenner, laride Pleugniger, an dro, ton a-boc a Bleugnir, toniou hag o-deus bet int, Breiz-Uheliz desket digand sone-rien all deuz ar Morbihan, ha desket mad.

Med toniou deuz a Vreiz-Uhel a glever ganto ive, hag en eun doare ken ampart all. Ewel m'eo skrived war ar gole, esto-net e vo meur a hini martze o klevet muzik gallo sonet ouz ar bombard hag ar biniou koz. Brao e teu ganto koulskoude, dreist-oil eun ton pile-menu distaget euz ar henta. Eun disk da zelaou eta (5).

AVEL NEVEZ

Deuz a Vreiz-Uhel zo deuet pladennou all deom, evel ma vije eur seurt avel nevez o c'hweza deuz an tu-ze deuz ar vro. Savet zo bet koz strolladou dre eno eur pennad 'zo : e gouelion « Kan ar Bobl », en Oriant, e vez kaji muioù a strolladou euz ar vro hella euid n'eo vez deuz a Vreiz-Izel. Moarvad eo ésho dezo, e kefirivrou 'zo, rag ésho eo da nann-vrezenegerien kom pren - ha kana - pozioù galleg, ha neuze, santet e vez aze lezonou strolladou all evel Molcorne, pe strolladou folk euz a vro-Hall.

« Avel Nevez » eo drez an anio a zo bet dibabet gand eur strolladou deuz Saint-Malo, hag a zebiant beza ennari eun tamm mad a dan : klevet a reer ganto kouli toniou ha soniou deuz ar vro-ze (6).

LA MIRLITANTOUILLE

Gwelloh an-eus kavet avad « la Mirlitantouille », ha « les Pilotouses », hag a zo int deuz bro-Blessala. Diwar ar gole, e vez gwelod o-deus an daou strollad-mañ eun doare retro, med n'eoo ket dislizy tamm ebet, ha savet mad eo ar gole diouz ar bladenn heh-unan. Soniou ha toniou eo a vez klevet ganto ive tro ha tro, ha lavered a ranker o-deus ar peder bla'h yaouank a zo ob er « les Pilotouses » mouezioù kaer-kenan : en eun doare fromuz eo e kanont sonenn « Isabeau »,

hag a zo hini an teir spujadenn e galleg; sanctet ne oo nemed eun taol-äs : n'o-deus ket da gaoud keuz da veza laket anezaf war an disk. Deuet mad-tre eo ive « la Bateière » (7).

AR REVERZI ZU

Dageñver darvoud skrijuz ar reverzi zu, zo bet embannet tri pe bevar disk, hag a dalvezo ar gonid diwaro dazikur ar re o-deus bet koll. N'eus-klevet nemed daou anezo. War unan, n'eus nemed traou nevez toud, bet savet war an tomm gand ar ganerien pe ar vuzision dioustu da heul an darvoud. Ar re-mañ, n'int ket Bretoned toud, peogwir e kaver Gilles Vigneault pe François Beranger en o mesk. Peu tra n'eo ket deuet kouz : savet e-neus Dan ar Braz avad eun ton dispar (« le sang des návires »), ha gospaer a oar bez a Gilles Servat stag (c'est la faute au pétrole !) (8).

War an eil deuz ar pladennou-mañ, ne vo klevet ton nevez ebed, hag en eur stumm, ne vo ket avanset ar re ovez e heulla a dost an nevezentou war dachenn ar han hag ar muzik e Breiz. Med talvezoud a ray d'ar re o-deus c'hoant gouzoud peleh ema erru ar Vretoned war an eil tachenn hag eben, rag eun dibab a zo bet greet deuz an oll stummou ha doareou a vez klevet e Breizer mareou-mañ : sed e kaver war an disk, mesk ha mesk, Alan Stivell, Servat c'hoaz, Diaouled ar Menez, Ogham, eval bagad Kemper, koulz hag ar c'hoaraed Goadeg. Ano ar disk : « ils se meuvent nos oiseaux », zo diwar hini ar ganaouenn a oa bet savet gand Glenmor 11 vloaz zo, da varvoud war River Canyon.

An oll dizez-embann diskou e Breiz eo a zo en em glevet evit sevel ar bladenn-mañ asamblez : Ar Folk, Iris, Coop Breiz, Kellen, Keltia 3, Mouez Breiz ha Velia. An arhant gonezet diwarri a vez roet da Gomite ar Beskerenz e Brest ha d'an SEPNA (ar Sosiedete da ziwall an natur e Breiz) (9).

UILLEAN-PIPE HAG OGRAOU

Evid kloza eo am-eus dalhet, last but not least, « un erminig », eun disk a zo

bet greet war eun dro gand Alan an Hegarat hag Alan Trovel, an hini kenta o son ouz an uillean pipe, an eil o veza ouz an ograou. D'am zoñj eo unan deuz ar re wella, ha dleet e vije dezañ ober berz, daoust ma n'eo ket dispar ar golo. Deuz Iwerzon eo e teu deom an uillean pipe, hag iskiz pegen brao eo da heul an ograou.

Choaz o-deus greet an daou Alan toniou deuz ar vro hag eun nebeud re all deuz an Iwerzon. Ar re deuz ar vro a zo pe doniou koz, pe re nevez, bet savet lod anezo gand La Pie, da lavared eo gand Herri Leon. Mad o-deus greet Alan an Hegarat hag Alan Trovel sevel an disk-mañ tamm pe damm en eñvor Herri Leon : eur 15 vloaz 'zo bennag eo marvet La Pie, ha n'eus ken nemed ar re gosa deuz ar zonerien bagadou moarvad o kaoud soñj anezan, pa 'z eo anavezet gand an oll bepred ano Étienne Rivoallan, marvet eur bloaz araozañ. Bet e oa bet Herri Leon unan deuz ar re genta o sevel toniou nevez evid son ouz ar biniou braz, ha war ar bladenn-mañ e vo klevet eta meur a hini bet savet gantañ, dreist-oll « an erminig ».

Nemed an oll doniou a laker war e ano, n'eo ket eñ e-noa savet anezo : « Kerreg beg an treiz », eo gand Donatien Laurent eo a oa bet savet, hervez ar peza zo bet lavaret din. Hervez ar pez am-eus klevet ive, ton ar zah-leñ, n'eo ket disheñvel tamm ebed deuz an hini a vez kanet gand arc'horezed Goadeg, daoust da bez a zoñj d'an Hegarat ha da Drovel. En em houllenn a rer ahendall petra zo gwir barz ar pez a laver an daou vuzisian deuz « San-

tez Anna Radeneg ». Med n'eo an oll eveziadennou-mañ nemed munudou, ha n'o-deus talvoudegez nemed war da-chenn an istor.

Ar bladenn a zo, hi, unan deuz ar re genta a rankit prena, evid ho prasa plijadur (10).

Diskou nevez all a zo bet greet gand Dastum, gand ar c'hoarezed Goadeg, med n'on-eus ket bet tro da zelaou anezo c'hoaz. Re all a zo da veza ar sizuniou pe armiziou da zond gand ar Sonerien Du, Dir ha Tan, Jean-François Quemener hag all... E koulz hag e poent e vo komzet! anezo amañ neuze.

F.B.

(1) Ma zo lod hag o-doa bet kavet an disk deuz ar henta, meur a hini all a oa bet o tamall da Stivell, n'eo ket ar homzou hebken, med ar muzik ive. Gweled dreist-oll « le Peuple Breton », kazetenn an UDB, n° 167 hag an niverennou war-lerh, ha neuze daou bernad barz « Bretagne Nouvelle », kelaouenn sizunieg ar PCF e Breiz, hag a gaver en n° 91-92 kerzu - 1977, ar hriza barnadenn a zo bet douget moarvad diwar-benn Alan Stivell hag e vennoziou.

- (2) CBS, n° 82823
(3) Velia, n° 2230055
(4) Le Chant du Monde, LDX 74640
(5) Ar Folk SB 369
(6) Ar Folk SB 370
(7) Velia 2230044
(8) Ballon Noir BAL 13005
(9)
(10) Velia 2230054
-

En niverenn-mañ, e vo kavet da lenn dreist-oll :

- eur gontadenn fentuz gand Korantin Riou, eil priz Per Trepos e 1976 : « troiou-kamm ar zant dizano ».
- ênvorennoù-beaj Y. Miossec er Martinik, eun enezenn eun dudi he gweled.
- eur renta-kont euz eul leor nevez deuet er-mêz da veuli « ar vreudeuriez-vrezel » a oa bet diwanet etre Bretoned 'zo hag an Alamanted e-kerz ar brezel diweza.
- ar renta-kont deuz deg pladenn nevez gand kanerien ha muzisianed deuz ar vro : Alan Stivell, an Dregeriz, an Triskell...

Au sommaire de ce numéro, on lira notamment :

- une nouvelle de K. Riou, second prix Pierre Trepos en 1976 : les mauvais tours d'une statue dont presque plus personne ne sait quel saint elle représente, et que l'on croyait pouvoir voler impunément...
- les souvenirs de voyage d'Yves Miossec à la Martinique.
- le compte-rendu d'un livre récemment publié en breton, qui n'hésite pas à célébrer « la fraternité d'armes » nouée entre certains Bretons et les Allemands durant la dernière guerre.
- le compte-rendu de dix nouveaux disques, dont ceux d'Alan Stivell, les Tregeriz, les Triskell, etc...